

# CLOAREC REMENGOL.

Var ton : *Me meus choassel eur vestrez a Escopli Treguer.*

**C**ETU eoenvet ar goellou , cetu mad an avel  
Da rën al lestrig am doug érmes a Vreiz-Izel ;  
Cetu , cetu me distag a liamou va brô :  
An disparti zo caled , anqennius ha c'houéro.

Guenelan , ô tad ar zoniou hac egor ar Porz-Güen ,  
Neb pelec'h benac e zout harpet var da zelen ,  
Ro d'am c'hlémou qimiades ar ies a zirollas .  
Eus a ecleo Mene-Bre da hini Roe'hellas .

Mes perac , ô va Doue ! pa goze va c'halon ,  
Perac goulen sicour all evit ober eur zon ?  
Ha ne zalc'hit-hu qet demp , ni , peorign an douar ,  
Diou vestrez a schôl , hanvet Carantez ha Glac'har ?

Pa zônjan en oad eûrus a dremuis er guér ,  
Goechal , tost d'am zad , d'am-mam , ba d'am c'hoarig-vagner  
E eoe va c'homzeu gen puill hac an torrad bleunion  
A scuill e tol an arnev glizenned a zaelou .

Rac-se , qent a disclêria bue va yaouanquis ,  
E lavarin d'am brendeur ha d'am oll guenvrois :  
Testait , tud calonee , ho pez atao digor  
Eur scouarn evit desqui souiou grêt en Arvor .

Nep ho calv a zo ganet en escopli Kerne ,  
Qen tost d'an od alaoured vel da vrog ar mene ,  
E lochen euu artizan eus a baïres Hanvec ,  
An drégont a vezeven , mil eiz cant pévarzec .

Nac a vechou , pa ne vean c'hoas nemet eur buguel ,  
E veljot-hu va mam baour e cuzat em c'havel  
Hae entouez va maillouer bara du biniguet ,  
Evit trec'hi divarnen goal eür an droue-speret !

Va lusquel a ré hemnos , hac allies en de ,  
En eur lavarat dia : cousq , ô va gelic Doue !  
Da c'hoat e vet qen divlam ha Sataün ar Fol ,  
Ha ger iaouen ha Mabig Patronez Remengol . (\*)

(\*) An Itro Varia Remed oll : lec'h darempredet aboue poll-amzer g  
ar bobî a Vreiz-Izel , abalamour d'ar burzudou bras c'hoarvezet  
o'hallout an Itro Varia , a behini an ilis oast meurbed a voe zuvet  
gant mein tempi an doué Tonello .

— 2 —

Evelse , dreist he mouez glan hac he zellou c'hoarzus ,  
Ne voa na sant , na louzou d'am renta evurus ,  
Quen a gavis da guenta mouez a sellou Mari ,  
En creis mogueriou coëzet chapel goz Tibidy .

En deiz-se , en hor c'houazez hon daou var an douar ,  
E lavaras din : Alber , an aëles en em gar ;  
Greomp evelte : laca da zorn flour em dornig ,  
Hac heuill adalec hirio seuliou da vestrezig .

Va dorn' flour en he dornig , en guir vugaligou ,  
Hor guëlet tro pad an de gant hon denvedigou  
Var ar c'hleuniou qeuneudec e tastum craon ha mez ,  
Pe creguiner arc'hantet etal mör an enez .

Aliessoc'h e pignemp en ispill ar guerrec  
Evit saludi goelloc'h coüent Landevennec ,  
Menez-hom hac e vein hir , enezen genn , Argol ,  
Ar Faou , Crozon , Plougastel , hac ilis Remengol .

Ac'hane' querz an avel , distroet en eur ies ,  
A c'hoeze d'hon diouscouarn a vör Douarnenez ,  
Ar vouic'haden spouronus a scelenj atao dizon ,  
Dindan stum eur vrab mor-zu , merc'h ar roue Gralon .

Mes an torrat mallozion roet d'hoñ yaouanqis  
Gant ar brinées a verzas ale'hoe sceluou kær Is ,  
Ne devoa digant Mari , bep güeac'h m'o e'hlève ,  
Nemet eur zin goapeus hac eur c'hoarz a drue .

Seder evel eur goumic en huella torguen ,  
E tispique d'an avel he bléo hir ha meten ,  
En eur deli var he brô , var an dour ha ganen  
Eun daoulagad a zellou quer glas ha bolz an éo .

Hac evel ma seblante gortoz asqelligou .  
D'e c'hass , aroe an amzer , dreist ar c'hoabrennou ,  
E disquennen goustadie en purach hon denved ,  
Eo eur lavarat : aman e vi sonnec'h er bed .

Eur rozen anter-digor ne deus na liou , na c'houez ,  
N'ho c'havet oll guemesquet en guinou va mestrez .  
Hac he zal , he gouig , he dorn hac he zroad diarc'hen  
N'o devoa envel outo nemet ere'h ha spern güen .

Aviebou pa fazien , dre zudi pe dre c'hoaz ,  
He dlvrec'h carantezus o quendro va diouscoas  
Am laqe da zont quer yac'h hac ar voenva derven ,  
En eur bliy hac a zivoan en scoulm an ilioen .

Perac , emezi , d'ar c'houlz e vijemp er c'hiz-se ,  
 Perac soubia dre joayou pe drobuill ar vue ?  
 Bez calet ha stourm ouze , rac eunes eo mennad  
 An ini a car muioc'h eguet mab he lagad.

Petra deufen da veza , ma troc'hfe an ancou  
 An neudennie a liam entreze hon déyou ?  
 Siouas ! eur vleuen discour , eun durzanel hep par ,  
 Eur zon glémus o vouga dindan eur be douar.

Ar garantez hon envan , hon diou galon dreizi  
 A zo gousti ha quizidic a boanniou peb hini ;  
 Evelse mestol eützus ar mare didrue ,  
 En eur ziscar ac'hanout , Alber , am ziscarfe.

Hac e ven-me cantvloazied , em bo sónj eus an deiz  
 A zigass da Remengol , a guerriadenou Breiz  
 Da lid e-keit ar Pardon , eun ed a gristenien ;  
 Rac en deiz-se me douas he c'harout da vijen.

Pa roudennas an amheol arc'hantet en éavou  
 Ha quer mintin a richau al lapouedigou ,  
 Goude beza , gant Mari , heutillet ad hent berra ,  
 E veljomp er bourg santed eun arvest ar c'haera.

Ar bobl eus a Vreiz-Izel ! eur c'hemesq a beb guiz  
 O tont eus an oll hentchou varzu hent an ilis ,  
 Hac oe'h ober a beb les eur ies earantezus  
 Evit cana menteudi Mam ar Mabic Jesus.

Al Leonard a zoag e gado aroc ma son e c'hlaz ,  
 O tibun e chapeled var benn e zaoulin noaz ;  
 Ar C'hernevod o pedi Mam an Autrou Doue  
 Gant ar vouez a zifreuzas obaden ar mene.

Hac en qichen ar pagan , a stoue qea dibot  
 E däl rouz , en eur c'houlen pense founnus en od ,  
 Ar Guenedad birvidic a vouelet an Arvor  
 O regeti rouane , feiz , emgan hac enor .

Mere'hed deut a-beb contre ha guisqet en peb alim ,  
 E touez pere , pa vigent e vale rum ha rum ,  
 E velet ar plac'h yaouanc a goste Rosporden  
 Couliz ac hini Landreguer ac hini Lesneven .

Trompili-an diverruzed e son ar c'hoariou ;  
 Tud a vrup fail e cuzul an dennerrien cartou ,  
 Peorien dall ha clénvedus e qinnig o Fater  
 Hac o finijen galed evit eur c'hos dinor .

Eun niver brasta dud squiz , o c'hédat er feunteun  
 Reng evit allout quemer, eus a bicherou leub,  
 An dour ar muia brudet a zour ar mamennoù,  
 Da rei nerz a da beur gass ar remae an uriou.

E scuill a rent en ho c'hein , en ho divrec'h eünnet  
 Coulz a dreist an izili ho dalc'hé forhoet ;  
 Hac evel hon tadou eoz e teuent da bedi  
 D'ar feunteun-ze quen caret gant ar Verc'hes Vari.

Hac e lavarent , aehu gante ho sedennou ,  
 A bured ar remed-odd stag eus bo chupennou :  
 Ni a vezò divac'haig oc'h erruout er guer.  
 Kenavo d'hor c'hlennvejou , kenavo d'hon squizder.

Goude beza qendroet allies ha dreboan  
 Er bourg , avichou quer bras , an deiz-se quer bian ,  
 E c'his , crog en dorn Mari , d'ar stal ar scudussa  
 Da choas , arog an distro , goaïen ar bromessa.

Clasq eure pell e qemesc an niver a c'hichou  
 A zigass tud ar vrôc'hall en creiz hor pardenniou ,  
 Qen a velas o luc'ha , var unan alaouret ,  
 Diou galon entre daou zorn , ingal hâ curunet.

Deomp , emezi , bremd , p'e dougue var be bis .  
 Hac eur pennad goude-ze , daoulinet en illis ,  
 Dirac oter ar Verc'hez , a recvas hon le ,  
 E toujomp en em guerner an eil hae eguale.

Tridadegou'r yaouanqis ha carante gürlion !  
 Perac e tyvoanjoc'h-hu qen abret em c'halon ?  
 Eavel eus ar bleun a sqign c'houez ha liou re abret ,  
 Dindan ar c'henta gouelarn e zoc'h i've fastret.

Eur veraden plijadur en eur mór a zaelou ,  
 Siouas , onnes eo buo ealz a ruzudigou ?  
 Mes al laouenidiguez a dremen , hir ha ber ,  
 Sedet gant falch'an ancou pe gant falch'an amzer.

D'ar c'houiz-se m'bos settee vloas ha Mari qement ait ,  
 Hep , evit se , caout ar sqead a zonjezonou fall ;  
 Hor c'halon a voa quer flam ha tarzadou an de  
 Pa zaillont aroc an heot eus a grec'h ar meue.

Ha gouscoude va mestrez a velen o sempla ,  
 Ar plac'h a douez ar plac'het a garien ar muia  
 A dieye qimiad ouzis , mervet ha va gortos .  
 E touez an arc'hæles a mij er barades .

Dre ma implijet ganti poan ha louzou an dud ,  
Ne anconac'baen qet ar zent o devoa heud ;  
Evelse , leun a fizianç , eur zadornvez vintin ,  
E gemeris va bissac'h ha va bas pelerin .

Pa glêvas em boa goest'et anezi da Zoue  
Ha d'an oll zent galloudus a bedomp er c'ontre ,  
E savas gant trugarez he mouez , alias ! sempioch' ,  
En eur zisteli varnòn eur zellou tenerroc'h .

Perac , Alber , emezi , va dilez en qeit se  
Ha mont epad an amser a zigoro va be ,  
Da velet cal ar goân e scub an deittachou  
Hac o tiruill aneze pell eus hor bêrejou ?

Mes pa c'heus touet ober evidon ar veach ,  
Ar groas aour eus va c'herc'hen a vo da heritach :  
Da galon a vo crénvoc'h e touguen anezi ,  
Hac en tro pad da vuez e po sónj a Vari .

Qemer eta diganén an Doue burzodus  
A rentas va deveziou laouen hac évurus .  
Na vouel mul , neb en em gar , Alber , en em gavo .  
Crog em dorn c'hoas ur veach , ha bremá kenavo !

Un heur goude va feden , o scuill hae o tirol ,  
A nije d'hon patronez en illis Remengol ,  
Hac echuet an teir zro d'an oter , e saven ,  
En eur rei , evit offranç , eur c'houris coar melen .

Itron Vari ar Folgoat , Itron ar Gos-Yeoded ,  
Sant Yan-ar-Bis , Sant Urlou , Santez Anna-Yeped  
A bedis d'e renta yac'h diaguent va distro ;  
Mes an tol a voa scöet , hac he c'havis maro .

Pa n'em boa qet difframmet en deiz-se va c'halon  
Ha stlapet ar c'horf paour-mâ da besket ar môr don ,  
Ec'h elian trugarecat dorn an Autrou Doue ,  
A reas eur güir surzud o tional va bué .

E c'hlasq a ren en enez , en od hac en hentchou ,  
En eur guemesq he hano gant va huanadou ;  
Ha sqûlz , e c'hen da vouela , sqûis ha sempl o redec  
Etre mogueriou disto coint Landevennec .

Hac eno , calz ezetoc'h , e scuille va c'halon  
Dirac be roue kær Is , bez ar roue Gralon ,  
Ha re ar venec'h santel a bere an esqern  
A zo bet dizouaret ha losqet en eur bern .

Eun abardaevez , stouet e talguen eur c'hos be ,  
E savas eün dirazòn squeuden sant Güenole ,  
En eur lavarat din : peoc'h ha bennos did , Alber !  
Béleg e rângi beza ; sao , ha qê da Guemper.

Ha cetu ; pa zôn béleg , o vont da gass ar feiz  
E mesq an dud gouez a chom pell a venezion Breiz ,  
E c'houleñnan digant Mestr an ên hac ar bed oll ,  
Danvez eur güele donar en bêred Remengol .

Eno , dirac ar Verc'hez , a veulis em c'havel ,  
Gant va zud ha va mestrez , ha dindan he asquel ,  
E rin güelloc'h ar c'housq hir am strufuill alies ,  
Betec ma c'houezo trampill ael ar varnediguez .

Hac eno , var treuz ar bez a zavis d'am zud côs ,  
Goude ma vin distroet , ha pa vin o repos ,  
Pelerinet Remengol , pedit , pedit Doue  
Hac e Vam garantezus da receo va ene .

O Mari , va mestrezie ! ô blenen ar mene !  
Repos en creiz ar c'houez mad a scuilles en Kerne .  
Hac en touez ar yaouanqis , en eur gavo bepret  
Evit cana da furnez ha da vuia caret .

Ha bremâ , va c'henvrois , disquit ar ganaouen ;  
Saillet eo eus va c'halon 'vel eun huanaden ;  
C'houlibanit son ar c'hloarec en lochenhou va brô  
Peñ goude an disparti , pell goude an distro .

FIN.

# PÉLÉRINÈS REMENGOL.

000048

An avel a voa ièn , an douar skornet-oll ,  
Penn-da-benn gant an hent a la da Remengoll .

Eur vroëghic paour en eur grena ,  
Pélérines santel , var he zreït diarc'hen ,  
A iè , hak en he dorn eur wialennic venn ,  
Da di an Itron Varia .

Arru bete-n'auter : » Deut hon c'hoas d'ho kuëiad ,  
Gouërc'hès , dre m'ho karas , ha dre m'am eus sonch mad  
Pa denis kenta d'ho ti santel ,  
Neuse , var va daou-hlin teir dro,d'ho mur a ris ,  
Leun eus ho karanté , gant daërou ho pedis ,  
Ma vijenn mam eb date pell .

» Kousket var va c'halon , abenn dék mis goudé ,  
He voa eur mab bian , eun èlik da Zouë .  
Evet pép mam ghé he kanenn ,  
Tad-koz en korn an tap a c'hoarzè ho sellaou ,  
Allaz ! petra voa din neuse kana soniou ?  
Ar vué so c'hoërv da dremen !

» Red eo kaout soudardet , ha vare'hoas hor bughèl ,  
Ma n'en dévé souteon mar deut d'en dilésèl ,  
Da vrézellour vo kéméret ;  
Ha ni , tud koz mantrèt , petra raiomp er vro ?  
Ha ! kouls he vo hada louzaouënn ar maro ,  
Dirag hon dor bëprét serret !

» Evit va mab he'm eus grèd ar péz a haillenn ;  
Peillèt he'm eus huelvar , melchon ha benterhenn ,  
Da noz var bord un hent distro ;  
Eur voallen sten , er bourg , so d'in binighet-mad ,  
En eur feunteun santel eo gouëlc'het an dilliad ,  
Pere varc'hoas vo var he dro .

» Eun harp c'hos a vankè , nerzussoc'h ha doussoc'h ;  
Va goalen venn em dorn hon deut betek enuoc'h ;  
N'am eus goulou na kurnunn ,  
Ni , labourerien baour , n'bon d'eùs netra abed ,  
Koulgoudou he teuomp ; hon anaout-mad a red ;  
Gouërc'hès c'hui so mam ar beurienn .

» C'hui zivoallo va mab , c'hui oc'h eus en roët ;  
Na fell ket d'ec'h hé vé didud ha disvroët ,  
Kasset pell eus ar méné-man.

Naunn , nann , na fall ket d'ec'h hévé vel hualet ,  
En mogheriou eur ghèr el léc'h na gomser két  
Ar brézonek ével aman.

» Hor bughel a so Demp ! nann ! na grédin bikeun  
He vé deut heur ar pré , ma na vé em c'hichenn ,  
Eus an daul ho débri he dam ;  
Her goëlad , evid-omp n'eus ket a vué all !  
Laouënn hé vé débrèt un tam bara ségal ,  
P'hen débr ar mab gant tad ha mam.

» Eun de , ô mam santel , bo mab eb lavaret ,  
(Ha sé gant belek so bed d'in garantet , )  
Da illis eur ghèr vrás a iés ;  
He glask a rec'h dré-oll , he c'hérvél gant daërou ,  
Evit ho tiboannia he klaskec'h ar c'hélou ;  
Hé ma aman , ed eb enk-rés.

» Ho ! Rouanès an ev , ar goms-se a glaskec'h ,  
En amser ho poannieu , d'ar c'houls a ma voëlec'h ,  
Gred m'hé c'hlévin breman soudenn ,  
Lévéred d'ho mab kér , pa eo breman Rouë ,  
Penaus divoër eur mab a so digant Douë ,  
Brassa ankenn eur vam ghristenn.

» Kenaveot'a , gouerc'hès , bet hem'eus va menuad ;  
En eur gana oc'h bras , ha dreist pebtra oc'h mad ,  
Var zu ar ghèr en em dennan ,  
Sembl he voann oc'h antrenn , ho vont kuit he hon serz ;  
N'ai két kuit... chom a rai .. mæs en despit d'am nerz ,  
Hak he krénan , hak he voëlan . »

Ann heb a ra ar verz so khristen , so breiziad ,  
Hak ar vam , hak ar mab , a voar da hanaout-mad ,  
Heman en Ker-enneur mèrer ,  
Da nòz , en harz ar groas , alies a lavar ,  
He tie au èvrusdet en deuz var an douar ,  
Oll , da batronès hé vam ghér.

FIN.